Borbelandeg

Ur yezh nilez-saharek eus skourr yezhoù nilotek ar c'hornôg eo ar **borbelandeg** (*bor belanda*) komzet gant tro-dro da 8.000 den (1983) e Soudan.

Gwelet ivez

- Yezhoù nilez-saharek
- Yezhoù nilotek

[[{en:Belanda Bor language]]

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Borbelandeg&oldid=1463864 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 4 Ebr 2013, da 16:32.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.